

DAMON HA HERIET,

CHANSON MORAL.

Voar tou : *Ton humeur est, Catherine.*

Tad yaouanc, tener a galon,
Me propos d'ec'h vit model
Daou den, Heriet ha Damon,
Da veza fur ha fidel :
Var ho zourmanchou int trec'het,
Dre ho vertu, ho c'houraj ;
Erfin, da veza unisset
A deus bet an avantaj.

Heriet, sûr, a disquenne
Deus eur baron renommet ;
Ha Damon oa deus eul ligne
Ive ancien meurbet :
Ar plac'h a oa yaouanc ha caër,
Ar poir oa evel mouillet :
Ho daou oant eur mezellour scler
Deus ar guir amourouset.

A denerediguez carguet
Damon, eur sul, d'ar-mintin,
Goude beza devot clevet
Ofereñ eur c'hapucia,
A n'em rent en ty ar baron
Polj bras, leun a dousder,
A lavar : « Me a zo Damon :
« Ma recevit vit map caër. »

Evidoch, den braou ha galant,
Ma merc'h na vo birviquen,
Dre eur c'heill an Oll Buissant
A vo he fried hepquen :
Me meus meubl ar preciussa,
Hac aour bars an abondans :
N'ho possedo den er bed-ma
Met ma map, en assurans.

Ah, miret ho pinvidiguez
Hac ouспен ho tensorsion,
Na bretantan eavet james
Nep lod aneze, Antrou :
Mar peus aour, me a meus ive
Suffis, herve na souhët :
Eus ho traou oll na fell din-me
Mer possedi Heriet.

Ar baron coz hac impoli
A dec'h n'eur hija he beun,
Haaval eus eun tad meurbet cri
A tro prest deza he quein ;
Hac en noz varlec'h a treinas
D'eur gouënt, pel ac'hane,
Ar plac'h nep cavet fot biscoas
Memet he fidelite

O trista separation
Vit amouroujen tener !
Tourmantet bras eo ho c'halon
En pep lec'h, en pep amzer :
Caër a neveus Damon bale
Varlec'h he zouç, Heriet,
En nep sêçon na oar doare
D'ar plaç lec'h ma zeo cuzet.

Mez ar vam superiores
A dac'h d'he distrei a grenn ;
Parlant a ra dezi, hep cess,
Deus an habit, ar reglen :
— « Quemerit ar voil promptamant,
Ornit ho bisaj ganti :
An etez dreist ar firmamant
Neose gauo melodi. »

Ah ! Itron superiores,
Destumet ho bandennou ;
N'allan quet, dre sempladurez,
Couëzan diandan ho laçon :
Da eur chans muioch evurus
Doue a neus ma galvet,
Da Damon, mignon vertuzus,
Me vezo fidel bepret.

Deus an Allamagn ec'h eru
Gant ar baron eul lizer
Evit annons deza, dious-tu,
A zeo maro he vap quer,
Pehini, evit guir, oa bet,
Courajus bras er gombat ;
Mez erfin eo bet discaret,
Hac a renquas scuil he voad.

Ar baron, pa lenn al lizer,
N'e cess da huavadi ;
D'he vap a scuil daëron tener
Balamour d'he varo cri.
Me a moa miret, emeza,
Evidout cals a vadou :
Heriet zo venget brema,
Dre buissaus an Envou.

An deiz varlec'h a partias
Vit e gueleit d'ar gouënt.
« Ma merc'h, me meus disësper bras,
« Me fell dio coll ma squient !
« Doue a deu d'am punissa
« Deus ma ré a grueldet :
« Evidout, elec'h coll, brema
« Vo ma merc'h muia caret ! »

— Ma zad, quez, petra a c'hoarve
Ma zoc'h quement chagrinet ?
— Da vreur na man quen en bue ;
O combatti eo lazet :
En Allamagn o rei souten
D'ar roue, leun a gouraj ;
Ha d'am c'honsoli na chom den
Nemet te, pas d'avantaj.

— Er momet ma, ma zadic quez,
Me ho ped da arretin.
An objet deus ma c'harantez
Brema a accorfet din.
— He vuez, abaone pell amzer,
Ma merc'h, a neveus collet
En Itali, a leverrer,
Er plaç Castella hanvet.

O chans leun deus a grueldet !
Ah ! ma mignon zo maro.
He vuez a zo tremenet,
Me peus quet fin d'am deizo !
Destinaduez rigourus,
Ha c'houi, tad eri ha barbar !
Ho calon nebeut truezus
Evit biquen hon separ.

Adieu ! ma zadic paour eta :
Adieu ! ma mignonezet.
Me finisso, er gouënt-ma,
Ma devejou-da donet.
Oll blavejou trist ma bue,
Dindan habit eur seurez,
Vo laquet da bedi Doue
Da bardonni d'am sud quez.

Ah ! Itron superiores,
Eun habit prompt, me ho ped,
Rac eun desir santel am press
Da veza deus ho derved :
Tro'hit buan ma bleo melen
Pere moa quement soguet,
Hep couservi eur scoulm hepquen :
Ma c'harante zo collet.

Adieu-ta, ma muia caret !
Evid ar vec'h diveza,
Pa sonjan eunoud, ven mantret :
Da hoan zo collet breman.
Adieu eta ! ma c'halonnic,
Havel ous an durzunel,
Goude ma vezin maro mic,
Me vezo c'hoas did fidel.

Heriet eta zo noviç
 Domaj bras a zeo meurbet
 Penos ve dinden eur siliç
 Coachet quement a c'henet.
 He zad a neveys bolonte
 D'he lemel deus ar gouënt,
 Mez maro eo he c'harante :
 En ze birviquen na sent.

Mez eun de hepquen, justamant,
 Aroc he profession,
 Quasi dre eur burzud patant,
 Clevit gant attention :
 Ebars en pep lec'h na gomzer
 Met deus eur c'haptif prenet,
 A galite, yaouanc ha caër,
 Deus an Turki retornet.

Eu pevar c'horn quer na glever
 Coms met deus an esclav coant ;
 An oll a deu d'he diguemer,
 Ha gante pep a bresant ;
 Ha memeus an itronezet,
 Meurbet tener dre natur,
 A scuil daërou pa deus clevet
 Rapportit he avantur.

Bete ar superiores
 A neus desir d'hen guelet ;
 En eur momet pep leanes
 D'ar parlouer a dired.
 Pervuia chome Heriet
 Ebars eur gambr, a goste,
 Mez, dre eur mouamant secret,
 Hi zo n'em rented ive.

Captif brao, contet-hu din-me,
 Eme ar vam leanes,
 Petra a deu d'oc'h accabli,
 Rac me meus ouzoc'h truez.
 — M'ho ped, itron, ma excuset,
 N'oullan quet presentamant.

A ve ma hano discleriet ;
 Me zo digentil youanc.

A greis ma c'halon me garie
 Eur plac'h yaouanc ar vrayoan ;
 Hi he unan, deus he c'hoste,
 Am c'here sûr, a gredan ;
 Drouc contant eo he zad cruel,
 Collet neus ma c'harante :
 Anlevet neus ma dous fidel
 Eun deves, deus ar beure.

Eo pezh andret a zeo coachet,
 Leverit, tad rigourus,
 Epad seiz vloa meus-hi clasquet
 En mil andret dangerus,
 Partout na rân nemet bate,
 Clasq a rân hep esperans
 Ar feumeulen a dle eun de
 Laquat fin d'am oll souffrans.

Eur c'horser coz am quemeras
 Hac am guerzas, hep true ;
 Ma c'halon sincer a chomas
 Ha fidel en amitie,
 Beza nevoa eur plac'h charmant
 Hac am c'hontas da bried ;
 Mez, elec'h beza inconstant,
 Cals a boan a meus souffret.

D'ar fin homan zo bet fachtet,
 Pa deuan d'he refusi :
 En tuont d'eur blavez eo bet
 Crenn ous ma persécuti :
 Dre he urs on bet obliget
 D'al labourion ar rusta :
 Me nem gaf meurbet affiiiget
 O pronons ar guirion-ma.

Ma buez oa echu quasi ;
 Me a desire mervel,
 Pa n'em gavas bars an Turki

Nombre deus a venec'h santel ;
 Evit terri ma chadenou
 Gant Doue oant digasset :
 Mez sort na gontan ma deizou,
 Mar n'am be qet Heriet.

Danve al leanes yaouanc
 Dre ar discour-ze troublet,
 A renc cavet siconr, hep manq,
 Digant an oll seurezet.
 Gant eul lagat a ra eur sell,
 Lavaret rajn'eur grenn :
 « O Damon, ma mignon fidel,
 « Te vel da vestrez brema.

Damon o clevet he c'homizo
 A goll a réson querquent ;
 Mar be lesit, ar c'hruil a forço,
 Dévit a rei ar gouënt :
 Ha, vit gallout he arréti,
 Eo rêt promettit deza
 Penos a deui da eureoji
 He zouçic Herietta,

Ar baron coz a éruas
 Evit ar profession ;
 An amitie ze hen cargas
 Demeus a gompasion.
 Ractal a deu da consanti
 D'eun hevelep allians,
 Ha, hep eur momet deporti,
 A curun ho esperans.

An dimizi-ze a oe gret
 Gant cals a solennite ;
 Ar guerent yaouanc pe oaget
 A oe asseblet neuse.
 Goude quement deus a boaniou,
 A groas hac a néc'hamant,
 Oe unisset ho c'halonou,
 Da récompans ho zourmant.

